

Fichenn enskrivañ da
DEVEZH-STUDI
ar Sadorn 15 a viz Meurzh 2014

Da gas da : KEAV
22 hent Moulouen 29000 KEMPER
pe dre bostel : keav@wanadoo.fr

ANV :

ANV BIHAN :

CHOMLEC'H:

Pgz

Postel :

Priz an devezh : 25 € (frejoù pedagogel ha pred)

D'ho kelaouiñ : Skol-hañv K.E.A.V. 2014

Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion

Div sizhuniad studi a vo kinniget ar bloaz-mañ c'hoazh :

Ar prantad 1añ : eus ar Sul 6/07 da noz
d' ar Sadorn 12/07 a viz Gouere da greisteiz.

An eil prantad : eus ar Sul 13/07 da noz
d' ar Sadorn 19/07 a viz Gouere da greisteiz.

**Bez e c'hellit dibab dont d'ur prantad-studi hepken,
ne d'an daou.**



KAMP ETREKELTIEK AR VREZHONEGERION

***A ginnig deoc'h un devezh-studi
diwar-benn :***

**Mont betek penn gant un nebeud
poentoù yezh**

**Gwellaat barregzhioù yezh ar skolidi
evit daremprediñ dre gomz – Implijout
c'hoarioù er c'hlasoù...**

D'ar Sadorn 15 a viz Meurzh 2014

E Kreizenn Amzer-Nevez

ROLL AN DEVEZH

Adalek 9 eur 1/2

Degemer ha banne kafe

Da 10 eur nemet 1/4

gant Yann-Fulub DUPUY

MONT BETEK PENN GANT UN NEBEUD POENTOU YEZH

- 1 – An emober : diaesterioù stag ouzh patrom ar galleg ha diaesterioù diabarzh ar brezhoneg.
- 2 – Mont betek penn gant ar renadenn anv : dielfennañ hollek eus an holl zoareoù da genaozañ daou anv.
- 3 – An tabut “Ket..... nemet” : elfennoù da voueta ar gaoz.
- 4 - Ur mareadig evit goulennoù digor.

Kelenn a ra Yann-Fulub brezhoneg d’an dud deuet abaoe ouzhpenn 20 vloaz, gant Stumdi, Roudour ha bremañ gant Kelenn, kreizenn stummañ Diwan. Labouret en deus bet ivez gant Radio Breizh-Izel ha gant an Here war-dro ar geriadur brezhoneg kentañ. A-zindan e bluenn ez eus deuet skridoù liesseurt. (An Alarc’h, Al Liamm, Keit’vimp bev).

Da 12 eur 1/2

Merenn

Da 2 eur

1añ derez : Gwenole LARVOL

Eil derez : Sten CHARBONNEAU

Gwellaat barregezhioù yezh ar skolidi evit daremprediñ dre gomz – Implijout c’hoarioù er c’hlasoù...

Ar stajidi a zibabo labourat e unan eus an daou live :

Kentañ derez

Perzhioù mat ar c’hoarioù evit deskiñ dre vras hag evit deskiñ daremprediñ e brezhoneg er c’hentañ derez.

- Penaos lakaat ar c’hoarioù e pleustr er c’hlasoù.
- Skouerioù.

Eil derez

- Lakaat ar skolajidi / an deskarded da gaout plijadur en ur implijout ar Brezhoneg,
- Kreñvat o barregezhioù war implij ar yezh war ar prim gant c’hoarioù oberiant :

Kompren buan, soñjal buan, respont buan

Perzhioù ar c’hoarioù en hentennoù deskiñ /Mont-entro/Pleustradeg.

Gwenole Larvol a zo mestr-stummer e kelc’hiad tri e Douarnenez. Tro en dez da gemer perzh e stummadur kentañ an danvez skolaerien divyezhek hag e stummadur dibaouez ar skolaerien. Krog eo en dro gant e studioù war tachenn an didaktelezh.

Sten Charbonneau a zo bet kelenner en eil derez e-pad ouzhpenn 15 vloaz en deus Sten Charbonneau implijet ar c’hoarioù pedagogel bet savet gantañ en e glas koulz hag en e gentelioù noz

Embanner c’hoarioù pedagogel ha c’hoarioù familh eo bremañ.

'Tro 5 eur - 5 eur1/2 Bilañs an devezh-staj